

AR VRO

BLOAVEZ 5.

Rummen 3.

Miz Maë
1908.

Kelaouengelc'h
miziek

KROUET
da veza
EUN ÈRE
etre ar
Vretoned



Léon ar heol aour o sevel
Léon liruill war Drez-Izel

Priz eur Rummen :

DAOU WENNEK

Eur bloaz koumanant :

C'houeuc'h real.

L. de Goues
1908

AR VRO

Penn-Rener : FANCH JAFFRENNOU "TALDIR"

• Kaz an den ha na gar ar Vro a vag anezan

(Sant KADO)

K R E N N A D

Skrivet alliesoch e iez plean, Kado Gwernaborn. — An abad Aurain, Lofiz. — Peurbladet, Taldir. — Ti ar Paour, Ar Yeodet. — Brelz ha Keumut, Thomas Gwen Jones. — Trabord Biken, Keneg'hud. — Er Gouhou, Guillerm Eb Born. — Kan bale soudardet Lemenik, Tan-Gwall.

Skrivet alliesoch e iez plean

Ar peanad skrid « Skrivet alliesoch e iez plean », embannet e niveren mitz ebrel euz Ar Vro, en deuz skoet krenv eun tu bennag ne gwir en deuz kavet eun enkleo en unan euz kazetennou bras.

Ne gave ket d'emp en divie ar pennad skrid brezonek-se tennat varuan sellou tud gwiziek ha desket evel ma zebiant beza an Aotrou Albert Travers. Hogan, heman en deuz kavet mad ar mannoziou a reketomp evit kendel'sher en e zao hor iez ker ar brezonek, en eur iez-se romanchou, kontadenou ha kelou. Roi a ra ali deomp ousspen a veft mad tra euz gallek e brezonak, skridou ar vrudeta skri-vanier.

He drugarskaat a reomp a greiz kalon evit an interest a zoug evindom. Komprenet en deuz, sticar ha splamm eveldomp penaoz ez euz eun toull goulio e buez ar brezonek; guelet a ra penaoz lion iez, goude savec ken uhel da zisplega deomp gwirionezou ar religion, dre skridou, a zisken en eun taof re iez evit 'zervichout mui nemied d'en em entent dre gomz, ha da zraifla ar c'hoiou. Guelet a ra dre an diou implis-euz ar brezonak, ken pell an eil euz ebenn, eun distank hag a ve red stanka, eun toull hag a ve red leunia. An etre pe ar stank-se a vez red klask en eun eil rumin skridou, goust da zevet hon ena ha da zizennou her spred.

An dra ze zo lavaret, li a guir eo! Hag heb dale smichans, peoguira ema Lennadur Breiz o tibuna, a vezog, guelet en en skign var Breiz-Izel skridou kaer ha dizonaouiz, romanichou brezonek sperdu-breizad hag a zalc'h pen, a zalc'h en respel, hag a ralo mez zoken d'ar re c'hallek.

Evelato, ar pez ez euz da lavaret, skrivagnour kazetennou Ronzon a zebiant beza re zistourm diwar honez stad bueziek ar brezonek euz kreiz ar vro elec'h ni he gomzer. Heb mont da Vrest na d'an Oriant, elec'h ma n'ez mui brezonak — m'ez aouna vele gwelet hor iez kemper an tec'h dirak ar gallek dre ma vez skignet a zeou hag a gleiz kazetennou, kelaouennou ha leoriou gallek digemeret mad, ha skoazellec mad bremen var ar meaz abalamour d'an deskadurez. An traou

— 35 —

a za bepred var araoak; peb amzer en deuz he ezommou, ha bremen an dud iaouant a fell d'ezho en em zizenaou, a spred, en eur lenn traou bag o desk po a ra plijadur d'ezho, ha ma chom ar brezonek, en douare-ze, var lerc'h ar iezou all, ma ne rent mui ar pez a chouanner digantbi, erfin ma n'eo ket euz he amzer, a vezog dilezet hag ankounac'heat.

A dra-zur hor iez a zo c'hoaz birvidik e kreiz ar vro. N'emaomp ket o ouela var lerc'h ar iez maro, rak neuze siouaz! a ve re zivernad klask remeju evit he gendel'her, he asvelet pinydikoch e tel biskoaz.

Ganet ha savet e kreiz Kerne ez oon ar gwella plasset evit gwelet ruill ar brezonek hag a lavaran a zeufe a-bred hor iez da veza dilezet ma ne zioualler ket, n'eo ket gant ar voussed, o paouez mont d'ar skol, pere ne ouezont ket c'hoaz a gallek, mez gant an dud iaouant a vremant pere a gemer plijadur o komz gallek er plasennou abalamour m'eo tognusoc'h, betek ma lavar ar re goz, ker stard onz ar brezonek, maz eo poent d'ezho mervel, pe heb dale e vint divroidi e kreiz o bro, ma ne gomprendent mui neira!

Ha gwelloc'h vefomp goude beza kollet hor brezonek? Ha pinydikoch a vefomp? Tam ebed! Er c'hontrol eo: lezet on deffes da vont ouz 'tre hon daouarn, eur benvek presiuz evidomp barz ar bed; kollet hon deffes an honoraouen hag a hobl, ne vefemui Breiz ebed! Goude beza kollet ar brezonek a vefomp kenvel euz eur blanten en douar da behini a velle troc'het he grisou: ne zailest ket da zec'h, da verval. Rak magadurez spared eur ouen dud a zeu d'ezhi dre griziou evel d'ar blanten; hag ar griziou-ze eo ar Garante-Bro, douget da genta dre ar iez, ar c'hushtumou, hag ar c'hredennou. Euri vech troc'h, dilezet ar griziou-ze, ar oenon dud, neuz forz peseut gouen a velle a zeui heb dale da iona euz peb trada zec'h, da verval! Hlivizken hor iez a zo diriskt var ar poentse; emaoz he louzaoui a bep tu.

Avantaj ar Vreizh eo eta derchel mad d'ho brezonak; avoie o deuz great beteg hen hag o deuz kerzet mad; evit se rankint ober mar fell d'ezho kenderc'het.

Kado GWERNABORN.

AN ABAD AURAIN

En kreiz Ianniger Breiz, war uhelder eun dosen etre La Roche-Bernard La Redon en om gav eur geriadenn hanvet Fegreak. Spered ha kalon tud ar vroze a oa esomez feisek ha kien glan, menez en marez an Dispac'h-vraz, ma na oa ket daor het d'ar person, an abad Aurain, tec'hout dirag an dispac'hien da guza; chomet e on etonez e barrezionnoz; komz a ree bepred d'ezho en Doue hag hio c'heleunis evel m'ea devos gret gwechall en amzeriou a curvad hag a hoez!

Fegreak, freñket gant gizou an ne, a zebiant beza eun enezon a c'hiader en kreiz sec'hed an dezer; kristenion ar parrezion tosta a zeus d'hi en kuz evit li levez an offeren, ha da eva euz deur a vitez un Aviel.

Patvar beleg da offerten, bugno g'as diruze o denved a vije liket en god gani O e'hernent war uhelder an heut. L'ephini ameoz en devos gantfan eur c'horriboud a gleyer slanz en hon mazou da greizdeiz. Im da maz evit gerivel al in-houerien d'ar vered da lema po da goanta; en ou zarzh a resnt eunian evit rol d'anaout pa dramino soudardet war an heut. Neuzo vije sarret dorion an iliz, ar baizanted a adktoez gant a labou, hag an estanjourien armet penn kilha troed a dreuzo ar vourk beh gouzoul vhe cheuz adoret vñhi Doue hon laiou koz.

Bun delz, delz a ouel brax, lidet gwechall gant kalz a levanz, Keriz Fe-

grenaik ha kristien deoil deuz war dro, a oa ebarz an iliz ; an abad Aurain a oa e'hllofferenoi, lavaret en devoa ar ch'homzou sakr war an hostif ; Doue a oa diskennel deuz gjour an Na ebarz an iliz vilan, ar gristenien feal stonet ganto o fennou a azielle o'hrouer en kreiz eur sioulder vraz ; souden ar ch'orn boud a oe klevet o'harm... Ar merc'heud eur chaouadaon emno, a z'ill a zeou hag a gleiz ; ar voazet a zav evid dont er-mez. Ar beleg e-hunan a chom sioul. « Ar sakritis santei a zo komanset red eo en achut, o'mezan. Doue a zo ganeomp ; pedomp, ma b'reudeur. » Neuze o stoui war an aoter, en em reaz izel dirag Doue, skof a reaz war e heulfrin hag a gominiazh.

En diavez, ur safar a zave muioch - mui, ar baizantel a zortie euz an iliz, en bugel a ia tre ebarz en eur hopal : « sovetoi an aotrou person ! Ar re e'hlaz a zo digonezet or b'ourk ; ma heuilla r'ant a-dost ! » Ar beleg en devoa diwisket e ornmanchou sakr, hag a ziskennaz buan dirri an aoter ; tec'hiet a reaz dra ar sakristiri ebarz ar vered. Daou soudard a fell d'ezo hurz anezan da vond pêlech' ; lechet a reaz deuz etro o diouarn hag a lammaz dreist mur ar vered. E ma en kreiz ar parkou. Ar re Ch'iaz a lamm war e lerc'h. Skant ha lijer evel eun hoeiz, be a zallid dreist ar muriou hag ar chaeou spernek. Eun neubeud war e lerc'h ar soudarded lamm ive... Digouezet eo war beven eur ster vilan : na chom ket da varc'hata, saill a ra ebarz an dour hag a drenz anezan eur neuial. War an tu all hen a deul eur zell a drenv, gwelet a ra an daou soudard : unan diouo a saill er ster... An abad Aurain a had-komans e redaden hag a bigu war lein an dosen a zo dirazan, gounid a ra a vuander ; pell eo brema dicouz gwelet ar re o denz touet e varo... sovezaet eo, klevet a ra eur clir-lors, tri-lors a unken, dont a ra war e gammeljou deuz uhelder an dosen, hen a wel unan euz ar soudarded war ar poent d'en venzi... Ar beleg hag en devoa keleennet lezen ar garantez, prezegat d'en venzi... Ar beleg hag en devoa keleennet lezen ar garantez, prezegat parlon an offansou, gouru hemenet d'an dud obier ar vad eneb ar fall, na chomzouz da vrouez eun emelour o ch'heulon sikour. Gant an evelep huander en devoa inket d'en em sovetoi d'ezan gant kostez an dosen evid diffra maar republikan digant skillou ar maro. Digouezet war ribl ar ster, en em devi ebarz hag a bleuny diou wech, teur gwech evid tapout krog en hini a zo vond d'en em gall. Efuruz awse'l eo la denna er-mez-korl sklasset ar paourkez soudard, hen tomm a ra, lag a rent d'ezan ar vuez !...

Soudard ar Republik a adkemer e anaoudegez vad hag a lavar da berson Fegreak : « Pennoz l'ehoui eo ho penz sovetoi achanan, ehoui a glasken lapou, c'houi da behini am euz touet roi ar mare ! »

« — Setu me, a respond'ez d'ezan ar beleg, ho prizoner em : ne menz kon nerz evit tec'hiet, setu me ma buez a zo etro no baouarn, lachet achanan ? »

« — Ra varvin kentoc'h, a respond'ez d'ezan ar soudard gall, na latin ket ma dorn warnoc'h. Tromplet omp eta ? Lavaret a rrr d'ecomp hemdez pe-

naoz ar voletin a zo enjourien gwasi a fell goad d'ecomp ! »

« — Ma mignon, gwelet a rit ma fell goad d'ecomp, a respond'ez an abad Aurain : en eur sovetoi ac'hano'h na meuz gret nemet ma dever : pell beleg, pell kristen a diec ober ar pez eug euz gret evidech' ; evurnz ouen het, setu holl, trugarekait anezan iv'e, ha na glaskit ket hiviziken ouer drouk d'ar re a zervich Doue hag a gred ennan.

« — Tec'hiet, tec'hiet buan, setu mi e'hamarad, a lavaraz ar soudard : ni soudard, na ouenzomp nemet douja... Tec'hiet mond a ran daveto, ha me a la-varo ez o'hl tec'hiet pell ; bi na velop! ket ken tener ha me. Konavô, konavô, n'oc'h amouquin likien ; e maint tost, tec'hiet ! »

Disparti a reijon : skuiz-mano, ar beleg a guzaz. Ar Republikan a leaz da gaout e genvreudeur a vrezel, dailiente hâ koumar ar re-ma a oa 'ken hraz ma chomaz hema hep lavarit gir war e sovetoi, haroz ar Feiz kristen. An nou a reaz d'en chom mud daoust d'an anaoudegez vad a zante soudard ar Republik ennan e-unan.

LORIZ.



PEURBADELEZ

Troet diwar Keumraeg ar barz Ian-Voris Jones.

Misteriou ar Peurbad me n'anavezan ket. Lenn grik en o c'hetel te ive n'alli ket. Komz a reent deuz traou en tu-all d'al Lien, Mez pelech' e vezimp, pa zavo al Lien ?

Pa oan em iaouankiz en derou ma buez, Me oueze skiantouz ar bed hag ar vuez, Mez hirio me a chom em zao var greiz an hent, Va buez zo et kuit : n'aouzsan mui va heit.

Ar iaouank hag ar choz a meuz bet silaouet, O holl ch'heleñnadurez a meuz bet silaouet, Mez me lavaro d'id kement kelou ziskiz : « Vel deur omp deut ama, vel gwent ec'h emp, » ziskiz.

Tuôz zo hag a lugern dre o disk, o skiant, Vel goulou mesk ar bobl 'sklerijen, o skiant, Mez n'ouzont ket an hent a gas dre greiz an noz, Echu o márvailiou, e kouskont en o noz.

Na zigener biken o ch'hadennou goulio, Mez ro boued d'ar ch'laesker, pe 'ma e got goulio, Na rez ket fallante, na ra gaou ouz neb all, Me warant d'Id an Neñv. — Ha digas d'in gwin gall !

TALDIR.

TRUBARD BIKEN !

O komz euz er ch'haarlan ! O komz ken duduiz. Dreist-oil pa ve klevet en genou eur Breizad. Dre hounez e promet bout feal ha nerzuz. Da zifin noz ha de Breiz-Izel e vam vad.

N eun amzer drubuilluz vel an hini bremen. Pegement e karao laret da Vreiz-Izel, Ifid-te o ma mam gaer, o ma mam ar gwellan. Trubard na vin biken ! O nan kentoc'h mervel !

Ha ! ma karfe an oll kement zong an hanoc'h. Difheuz a wir Vreizad laret velse d'o Bro, Pegement na ve ket eurusoc'h hon bro ger... !

Bevomp en esperanz. Dont a rei an amzer. Ma kano ar Vreizid war gorn ar meneio. Bevet ma Breiz karet ! Mil meulodi d'am bro !

Duet

KENECTHOU.

TI AR PAOUR

Da Aotrou Person Prat.

Me n'am euz ket eur mancer
Evel an aotrone,
Ma lochik a zo dister
Ha leun a baourente...

DISKAN

Pell demeus trubuill ha trouz,
Gant poaniou ma diouvrec'h,
Me a vev 'barz ma zi plouz
Laouen ha diniec'h !

Ouz troad eur mene uhel,
Dirakan eur wazig,
Lec'h ma kan an durzunel
Eo kuzet ma neizik ;

Da lagad sard an heol-hanv
Ez eo troet he zor,
Mez aveliou kri ar goanv
N'o deuz ket a zigor.

Na gaver ket 'barz ma zi
Katz a binvidigez ;
N'halloñ ket ober impli
Gant eur zamm ken diez...

N'am euz ezom war ma fe,
Madou na peadra,
Na c'houlian digant Doue
Nemed eun tam bara.

Na weler em lochik me
Nemed pez a zo red ;
En tu-hont a vefe re
Ha trubuillus meurbed :

Eur prez evit an draioull,
Eun daol d'en em voda,
Hag enpad an nosvezioù
Eun oaled da domma...

WAR DON: *An neuden dorret.*

Skabel d'ar vignoned mad,
Rag ebarz ti ar paour,
Eo e ve kavel dalc'hmad,
Dalc'hmad kalonou-aour !

Eur rummad tud diskiant
A lar d'in awoicho :
— Gonid e rafez arc'hant,
Ma kuitafez da vro... —

Da gomzou ken digompouez
Ma c'halon a chom ien :
Petric talv pinvidigez
Pell demeus ma zraoniñ ?

Miret, miret, tud dibouell,
Ia, miret ho tanve,
An evurusted zo well
Zoken er baourente !

Em zi plouz eo e fell d'in
Tremen ma buegez,
Boued am o, tra ma poagnin,
Hag ive levenez...

Pa glevin Evn-ar-Maro,
O skrinjal kreiz an noz,
Du c'hortoz fal'ch an Auko
Ech' in d'am gwele kloz ;

Eno, stard war ma c'halon,
Ar Groaz derv mogedet,
Me a varvo hep tam aon,
Evel am o bevet !

Ha dirag Saint Per goude
Me a iel dianken,
Pegwir Baradoz Doue
A zo vid ar beorien.

AR YEODET.

BREIZ HA KEUMRI

Trom (1) eo va c'halon, hag he hirvoud hir
Ha kianv 'oun en eur sonjal 'barz an deiz
Pa oa unanet tud hon Bro ha Breiz,
Pa oa, er brezel, krenv hon c'hlizez dir !

Allaz, diframmet eo brema hon gouen
Ha skarret ez co gant an enebour,
Evel hon Broiou, rannet gant an dour,
Eo trist va c'halon gant eur glac'hар ien.

Mez leun eo ive a levenez vrax
Pa welan 'sevel bugale vad Breiz,
Ha mibien Keumri, gant ar memeuz feiz,
O vond d'ar brezel vid o frankiz c'hoaz.

Hirio, dihunet eo spred hon gouen,
N'ezuz ken nerz awalc'h gant an enebour
Da laz ar spred; ha ni drauz an dour
N'ezuz vid va c'halon mui a c'hlac'hар ien.

Mold, Keumri.

THOMAS GWEN JONES

(1) Pounier. (Ar barz kemroad-ma, evel koz all douz o genvroiz, a var
mad hon brezonek.)

ER GOUKOU

Me zou un en bag hanauet, ho (O'i ueh)
Rak me za hep ble d'ou kuélet — Koukou
A lar er memb sonnen berpet — Tokaplıou

Ne don ket brañ a ziasket — ho
Na me sonnen ne de ket guel — koukou
Mes d'ou kuélet me zo fidet — tokaplıou

Ia hep ble e tan mé d'er Vro — ho
Get en amzer vrav ar un dro — koukou
Mes pe vou ré duem me kuito — tokaplıou

Arriù e bran, gouil sant Joseb — ho
Me za a dréo pe d'en echer — koukou
Mar vò dein en amizer enep — tokaplıou

Mes ne choman ket hir amzer — ho
Etre gouil lann ha gouil sant Per — koukou
E ve mal dein monet d'er ger — tokaplıou

Hanni ne hogi a ven e tan — ho
Emen pasan n'amzer vrasan — koukou
Na d'emen e hein pe kuitan — tokaplıou

Nem es na bro, na kar, na par — ho
Me zon desaüet en arvar — koukou
Get un énik, et groahik doar — tokaplıou

Laret e-vé, hemm nahein tam — ho
Moù débrel en én-sé dein man — koukou
A kement-s', me zou dívlam — tokaplıou

Rak pe velé guir en istoer — ho
Balhet e mehe de ober — koukou
Haval er skoul hag er spalhoer — tokaplıou

Pe ve paset amzer miz mé — ho
Me moeh krenet, lar ket mui gé — koukou
Hoalh em é kannet eit ur blè — tokaplou

Mes ben er blé, mar za en dro — ho
Me gannou hoah, arriù er Vro — koukou
Hag e larou eit kenavo — tokaplou

Dustoh ne dé ket braù me son — ho
Me ganno a greiz me halon — koukon
Rak hed-ha-hed e ma breton — tokaplou

Haval el onn, kannet hoah guel — ho
Inour berpet de Breiz-Izel — hun bro
Ha dehi, holl chomamb fidel — ar un dro.

Seglian.

GUILLERM ER BORN, (Estig Goch Sar).

KAN BALE SOUDARDED LEMENIK

Eur iouc'hadenn àm euz klevet
War c'horre hon bro benniget.

Araok ! Soudarded Breiz-Izel :
Setu embannet ar brezel !

Lemenik Veur a zo savet
Da bilat ar Gall milliget ;

En e zorn a zo eur c'hleze,
Eur c'hleze lem, brudet ha kre,

Kaledvoulc'h Braz, kleze Arzur,
Dic'houinet gand an Donkadur.

Hagan Tan-gwall, kroget breman,
A zuill Bro C'hall brein dirak-an.

Ar C'hallaoued a zo spountet
O weled eur Brenn ken brudet.

Sonerien Breiz, sonet hep nec'h :
Ar Vretoned a ia d'an Trec'h.

Eur iouc'hadenn am euz klevet :
Lemenik Veur en deuz trec'het.

TANGWALL.

Paëroniez “ AR VRO ”

An Aotrou 'N Arc'heskop DUBOURG. — An Aoñrou Markiz ha Kannad AN ESTOURBEILLON. — An Aotrou Kannad LAMY. — An Aotrou Kannad HEMON. — An Aotrou Markiz FREDERIK A GEROUARTZ. — An Aotrou Drouiz IAN AR FUSTEK, “ AB GWILLERM ” — An Itron Enorus MOSHER. — An Itron Enorus ANNA A GERVENOUEL. — An Dimezelled Enorus NATHALI ha MAC'HARIT DE VOLZ-QUERHOËNT.

Moullerez ar Bobl, Stred ar Gar, Keræez.

Ar Bleiner ; Lociz GOURLET.